

124

Au 230 recto, seulement le titre :

Ar paper timb.  
—  
)

(230 recto)

[rien au 230 verso.]

Ar paper timb.  
—

(231 verso)

Petra neve zo en Breiz ?  
Trous ha moget zo a leiz.

March ar Roue hag en Kam  
Zo c'houarnet a neve flam.

A c'ha da gass en Breiz - Izel  
Ar paper timb hag ar ziel.

C'houec'h Kabiten neus roue Franss  
Tud-jentil vras, tud a noblanss.

Choec'h Kabiten neus ar Roue,  
Da lakat war he ancone ;

Daou war an dip, daou war ar goue,  
Ha daou all tost da ben he choug.

Skarvan arme neus Roue Franss,  
N' boess ket kant livr' neur valanss !

Ar c'hentan ne doug pavillon  
ha fourdelizen ar poultron ;

[ne = ane,  
ancep.]

(232 verso)

An eil neus eur kleve melget  
Na na rei droug da den ebet ;

An drede neus eur gentro plous,  
Ewit Kravignat al loën lous;

Ar bevare neus diou blien  
Unan war he dok Kabiten

Unan war he dok Kabiten  
Hag eun allek drek he Skoueren,

Gant ar bempet m' an droug louzon,  
Er paper timb ar ialc'h c'houlou;

Talc'h ar Roue don vel ar mor,  
Vel ar ifern bepret dior.

1/3 verso)

An diwean Krog bars al lost  
A zo Konduer dar marc'h post;

Pebes harnes (1) neus ar Roue!  
Pebes noblanss! pebes arme!

Ma pa n' arrijont da gentan  
Gant paper timbret er vro man,

Waint Kempennet gant drulliou,  
ha treut evel ar c'hoz delliou.

ho fwi wa hir, ho lagad bras,  
ho dio jod gwen ha karzi noas,

ho dio c'har a voa bijer kleud  
hag ho dasulin Skoulmou Keuneud.

1/4 verso)

Mes na waint ket bet pel er vro  
Ma wa chenchet hon choëc'h otro,

Chupen voulous passamantet,  
Leroiou sei hag hi brodet,

---

(1) - h. est ajoutée devant arnes.

Feb a kleve troad olifant  
Newa prenet hon c'hoëc'h Krokant

En ber amzer en hon c'hanton,  
Ma na wa chanchet ho fesson.

Bizaich ledan, fri liou d'ar gwinn,  
Daoulagat bian ha lizjin,

Kofou Kement hag eun donel,  
Cheta poltret hon c'hoec'h hursel

Ursel,  
porteur d'ordre (1)

ewit ho dougen da Raon  
E we brewet c'hoec'h marc'h limon.

Ma ja n'arjont da gentan  
Gant paper timbret er vio man,

(235 verso)

Jan Koër a vev war ar mez  
Doussik ha triankil, en he ez.

War ben ma retornjont d'ar ger  
a wa bet trubuilh n' hon c'hantier.

D'hon ialchijen a voa Koustet  
Ober Kalfatin hon fotret. (2)

Ma mignonet, ma ne ket foz,  
Ar peyz a lavar ar re goz,

An amzer an Duker Annan  
Ma wamp Ket t'riet er giz man.

]

[trad. franç. de cette pièce, par  
Penguern, aux ff<sup>os</sup> 232-236 rectos :  
pas mal de corrections.]  
[rien au 236 verso.]

(1). - Note de Peng., ainsi placée.

(2). - Cette strophe est ainsi traduite par Penguern (f<sup>o</sup> 236 r<sup>o</sup>): "il en avait coûté à nos bourses de requinquer nos camarades gaillards."